8050 c 17
1-3



A BEURS AR ROUE.

AR GENERALET HAC AN OFFICERRIEN PRINCIPAL DIMES AN ARME CATHOLIQ HA ROYALIST A VREIS,—

DAR — VRÉTONET.

ER circonſtanço terrubl a hlabar hac a affig, a hõe re bel ſo a amzet, ar vro maleurus en neus tuet dimp ar vué, nen'eo pelloch permettet da zen arbed chom more bredus, hep en emé diſelerian evit coſte ebed. Poent eo, pe', vicquen, Laead fin da ren ao droue, an diſeuss hac as hsim. Poent e'o an em deeidan, poent eo reſiſtan

Bet eo an amzer, en pe'bini martezé voa poſſubl bean tromplet, ha eridin, a ſé vad, dar promeſſeo cãer, an' aus graet Bepret ar Re ho poa carguet dimes ho pouarro. Mes an amzer ſé a ſo tremenet Goapaet ho Deus ar bobl, en quet ha na Deus bet ezomb ancan; mes eur veach ma not en em gavet meſtro abſolu, ah! neu'e ſouden ho Deus lacaet an treat voar ee'houeq neuſé o'ho Deus elaſqoet pelloch digaré erbed Neu'é ho Deus diſcouet ha diſobet dirac faç ar bed-oll ho tatannono cruuinel Mès oac a gsimo commettet, nac a voat inoçant lacaet da redec, evit dont a ben dimes ho zorfait. An enſ hac an douar a grì vengeanç.

As guellan dimes an oll Rouane condaonet indignamant, ha lacaet das maro ar Rouanès e Bried ques, ar Brunès ſauiel ha vertuus e'e'houar trãnet cruellamane dar poſanç; an oll famill Royal raſſaſiet a hlabar, Beuet gant an affliction hac an anquen! as Prine yanang, heritour an Tron, ha roue dre zeort, confier entré daouaro eur heteer, evit diſqui é vieher; ar Brinels yanang eo houar, Lacaet endan dréit an oll ar reſt dimes ar Famill Royal guſtiennet pe foshanlſet evel Laeron dimes ar Rouantelès ar ſtaneſſien dré villiono; arretet, maltraitet, daſ@net ha lazet dre Beverhorn

ar rouantelèz, an oll Kerrio ehanchet en priſonio. ar priſonio carguet a dud honeſt, e bep ſort onat ha condition. Coa, ha yaouanq, gioagués ha Bugalès, oa reſpecter quet mui an eil evit eguilé: oll e languiſſont hac e periſſoet hemde en o c'haptuité, e horros périſſan evit ar veach davéz an dié daouarn ho bourévien: ar praéjou léparet dimes ha gioagués, ar vugales diſramet adré divzach ho zado hac ho mamo, avit mont da glaſq ar mailo dan armé: an oll lezenno, memes hini doué, diſpriſet ha foulet indan an treit al Laeroncio, ar muatio, ar himo ar ré viaſſan commettet hep punition, ſoutenet ine menies hac autoriſet ao oterrin ſaer diſearet, an iliſo pillet, profanet, ha diſtrujet, ar religion goapaet hac inſultet ar veleyen vad, fidel da zoué, ha d'ho dever, ſo banniſet pé vaſſacret, an oll dud honeſt ſponiet ha ſpouronet, pelloch Doué ebed, pelloch religion ebed, pelloch roué ebed, pelloch eura vad ebed. chetu azé, co abregé, eur potrait diſtet dimes a ſituation eur rouanteles pehine voa, e eua quet e'hoas pemp Bloa, ar hentan hac ar puiſſantan dimes an Europ Chetu ané ar gaptivité crual en pehini e languis Franç co anuet, a e'houl o c'hunan hac e'holl famill.

Mes na guévet u quet, Bretonet, eo pöent deeh terrin ho chadenno? Arru eo an amzet d ho Briſan, marqnéret. E hed da vean delivret, mar oc'heus Baloncé. Ne faut deeh, evit quemeot-ſé, némeit diſi oe pjou och. En em armet a gourage hadquemeret ar pouarrio ho poa roet ha confiet dan dud fal hac impi, en eus ho trompleti ſevet anevé o h'oterrio, galvet anevé ho paſtoret legitim, hac ho peleyan vad, eo em ſicouromp oll aſſamblés da laead Louis XVII, voar dron é dad greomp dimes on e'horſo eut ver, avit diſen ha conſervin ar Priuç yaouanq, deſtinet gant providanoç doué da ren voernomp: Biſitet aneve o bilifo: daublet ho pedenno: goulennet ſi oui dimes an enſ digant an tad a viſericord, ma teuio do tiën, do ſicour, ha do fortifian. An negligeanç oc'heus Bed Betehen, da n'em oppos dai hiim ha dan injuſtis, co eus meritet ar vengeanç Divin: deei Breinao de fellad divoanoch eleſcomp Doue hac é religion, eleſcomp eur Roué, ha ſouteoomp é zroit: combatomp evit Doué—combattomp avit ar Roué. En conſequanç

Ar Ganaralet hac an officerien Principal dimes an armé Catholiq ha Royaliſt, quen en ob'ano oe hunan, queo eo ano ai Sijedo fidel dai Roué peré agombat indanne, hac o Deus lacaet aané eh'onfianç.

A ZISCLE'RI.

Aat. I Na n'int armet némeit avit etabliſſan aneve, ha diſeo ai Religion Catholiq, Apoſtoliq ha Romen. avit ſouten droit ar roué, ha combatin en e ano evit deliviran ha ſoulagin ar Bobl evit digas ar peuch, an eura vad, hac an dranquilite publiqi ha na guitaiont an himo, némeit goudé m'ho devo diſtrujet an dud fal hac impi, contrel dan eura vad, pé dai bianan ho hean obliget da antren en ho dever.

Aet. II. Obei arcont eun appel general, dalaret eo, avertiſſan ha pëdin a reont generalamant an oll Franciſien, ha particulieramant ai vretonet hac ai provinçou neſſan da vrais-ſel, da zont oll da n'em renquao indan anſeigno ai Religion hac ar Roue, indan boan da diemen ha da vean traitet evel coupabl a rebellion, ha treytour da zoué ha dar Roue.

Digitized by Google

Art. III. A deemeno hac a vo tenitet evel coupable a rebellion quement hini a fo aman voudeech.

1° Ae ré dimes an noblanç, peré, evit conservin ho mado, pe ho bué, ho devé al lacheté da obee eun demarch Benae contrel dar religion, dan enoe vad ha d'ho renq.

2° Ae re peré, hep en em decidan evit costé ebed, a ve en zel da vieet ao oeuvahié, pe a ssafe dee oh'omso, pe dee oh'undu, ampeeh Sujedo fidel ae Roue da vont dan Arme Catholiq.

3° At eé a refusé reonç dar fonctiono accordet dez gant an nation, voar ae hentao sommation, graet dez d'ho discontinuio, pe a deuffé d'ho hadqnemee goude ho bean quitnet.

4° Ae ré ho devé al lacheté da refua ae fonctiono a vo confiet dez eo ano ae Roué

5° Ae ré dimes a Snjedo ae Roué, en etat da zougnen an armo, peré na vecehoïnt quec, dan eues qnentan roet dez gane an officeren principal dimes an armé Royaliſt.

6° Ae eé a refuſe ae ficouro a fo en ho gallout da accordin, pa voïnt requeret.

7° Ar ré a gontinoo da zouguen an tri hou oational ae ré a vo prouvet en oh'enep ho devé ficouret plantan ar goez a libeeté, pé Difcar oufergno ar Roue, hac ho lemel dimes al lech roá voint bet placet.

8° An habitantet dimes ae berro, Bourgo, ha villagenno, peré, pa gleofoïnt e tofta aemé ar Roué, a qnitafé ho zie, a gus fe o héd, pa a varchfé znep, hep confideration ebed dimes at fervigeo ho devé centet, na dimes ae principo ho devé peofelfee diagueot, pé dimes ae violanç genet dez evit o foeen da agiffan erguiffe.

9° Quement hini a vo prouvet en o henep, ho deve denoncets meltralice pe Bauefuet Sujedo fidel ar Roué.

Art. IV. An hini a vo caet coupabl a rebellion, a vo puniffet a varo, hac e oll vado confifquet eo profie ae Roué.

Art. V. Quement hini ho Deus hoant da derio ar chadeno dimes o ch'aptivite, hac ho devo ai goorach da ziſeos publicamant ho defie da vean delivret, a gavo en quichen an Aeme Catholiq ha Royaliſt, caeanté, affurang ha protection.

Art. VI. Ae ee na m'aïnt quet eo etat da zouguen an armo, mat ho Deus, en ho diſpoſition, eun aim benae, a vo obliget d'ho lacad, quercoula hac ae munitiono a ouffent da gavet, entré daousen an officeren a cargue a gommiſſion evit fé, hac ae ceman a zélivro dez eui billet finet ganes, en pehini evo douguet talvoudegues andia, evit ma vo pejet dez quentan ma vo poſſibl.

Art. VII. Ae memes commiſſioneen o fo ivé otocifet da guemee arhant en preſt, evit armin, antretenin, ha Bevan ao dad eo em uniſſo ganee.

Art. VIII An oll Rècevoueen ha peyaftourien dimes ar municipaliteo, diſtrigo, ha departamancho, ha qnement a fo caeguet dimes an dinero publiq, a fo obliget da gontinuio ho fonctiono Betec eues neve.

Digitized by Google

Difen arer ou é, indan boan a rebellion, diſcarguin dimes an dinero ſo entré hn duouarn , na Bemeter dez ho lacad nemeit entré daouarn ar Gommiſſourien dimes an Arme Catholiq hac ar réman a zélvio dez eun diſcarg peliné a vn douguet dez en comt.

Graet hat arretet en Conſeil, ar 26 a vis Gouerd, 1794, eil Blavez dimes a ren LOUIS XVII.

(Sinet)

Le Comte JOSEPH DE PUISAYE, Maréchal de Camp.
Le Marquis de la BOURDONNAYE.
Le Chev. du TINTENIAC, Mar. de Camp.
Le Chevalier de CHANTEREAU, Chef de Diviſion, Officier de la Vendée.
BOULAINVILLIERS, Chevalier de St. Louis, Officier du Morbihan
Le Chevalier de SITZ, Officier du Morbihan.
BELLEVUE, Officier de la Vendée.
JARRY, *idem*
CASQUERAL, Page du Roi, & Officier de la Vendée.
FORESTIER, Officier de la Vendée.
DUPERRAT, *id*
DE LA HAYE, Officier des Côtes du Nord.
LE ROI, Lieutenant-Colonel
BERTHELOT, Officier de la Vendée & du Morbihan.
TOMMELIN, Officier d'Ille & Vilaine.
BEDÉE DU MOULIN TISON, *id*
Le Chevalier de BUSNEL, *id*
PINSEAU, GOUPIL, & BOITTOU, *id*.
Le Chev. de TROROU, Chev. de St. Louis.
Le Chevalier de RAHIER, Off. d'Ille & Vilaine.
Le Chevalier de BEDÉE, *id*
PONCET, *id*.
FABRE, *id*.
GUIGNARD *id*
MERCIER Officier du Morbihan & de la Vendée.
DE BLONDEL, Off. de la V. & des Côtes du Nord.
GUILLEMOT, Officier du Morbihan.
Le Chev. de BOISHARDY, Off. des Côtes du Nord.
Le Chev. de BOISGUY, Officier d'Ille & Vilaine.
PLAUST, Officier des Côtes du Nord.
MAUDET, *id*.
DE LA FORET, Officier d'Ille & Vilaine.
BRECHARD, Commiſſaire Civil de l'Armée de la Vendée.
PERSCHAIS, Officier d'Ille & Vilaine.
OLERON, *id*
BOISGUY, *id*
D'ARGENTIERE, *id*.
LE TIEIS, Officier du Morbihan.
ROSSIGNOL, Officier d'Ille & Vilaine.
DUSSY, Officier de la Manche & de la Vendée.
LEFEVRE, Officier du Morbihan.
DE THUOLLAIS, Officier d'Ille & Vilaine.

Digitized by Google

A BEURS AR ROUE.

AR GENERALET HAC AR CHEFTOU DIMES AN ARMÉ' CATHOLIQ HA ROYALIST A VREIZ,

DAR GENERALET, OFFICERIEN HA SOUDARDET DIMES AN ARMEO, HA GOARDO, PERE A GUE'MER AN HANO A REPUBLICAN HA NATIONAL.

SOUDARDET A FRANÇ,

HA poſſubl é vé n'on bé pelloch nep qnalité, nep hano da réin an éil de guilé, némert ao hano a Soudarder! guir eo, ar c'hrimo horruplan, ar vilan tréyzourarh, hac ar ſoubleſſéo tromplus, en eus armet an amézec a enep dé amézec, ar Breur a enep de vreur, ha lacaet ar mignon da vaſſacri e vignon, Beter ar vugales memes da ziſtrujan ha zad hac ho mam. Mes roorach ar Francizien, pehini nen' eo quet hoña maro en on halon, goude beau bet abuſet dre quellies a indignité, a dlé anſin on toſtuat. Poeot eo dimp en em entend.

Penos! ha n'en doch-hu rout nemert inſtrumancho tröet ho dí bet gant ar heotan tirant eo em lara d'ho commandi? Na ellet-hu pelloch gonlen digueneoh oah-hunan, petra vezo ar bras hac ar recompanç dimes ar beau a guétnéres, ha dimes ar goad a ſcuillet? Aon och-heus-hu rac ar maro? Goudé er beau guélet queo aliès dirac ho taoulagat, na dlé mui ho ſpanta, nac ob'ampech da zellaö ho téver.

Piou ſo caus par Brézel' maléurus-mo? piou omp-ni? evit piou e combatomp-ni?

Deus eur peurs, é vélomp dindao an hano nèvn a république, an horreur hac ar gonfuſion a tén, ar religion ſantel diſtrujet, ao eurs-vad ranverſet, an-ilizo profanet, hoo mado pillet, hon tud neſſao daſſumet pe vaſſaret, var digaré eul liberté hac eun egalité pehini ne accorder da zén.

Eun aſſamblé dall, coupabl, hac ignorant, en houlenné, oen Deus quet hoas pell, oemert ar munitro, hac a lamme gant ar jua o r'lévet an derrèjo a voad, laocet a beura an titant dirac pehini e èhé neuſé dan daoulin, hac a ſo remplacer Bremà gant eun indign quer coupabl hac ea, mès fionoch evitan, e c'hortos beau e-unao conduet var ar chaſſoe gant eur forhan benac áll; hirié ar meroes aſſamble a damal on oll valeurio dho trantſe, mès en queir ha ma voe bé, na gredes b ſcoas diſcuill e grimo; ha dre éon e tiſroé dar Bed oll, oe Deus na vertn, na gallout, na gouiegoès, na courach. Cheru émo ho meſtro.

Ho réputéet miſerabl, pere en em vant da goma en o r'hano, o talla o r'harmeo dre gomzo ha dre ſcrivo, a laca dré oll ho goad da redec, evel ma red an dour; mès nen Deus cas dez pé fort crimo da gomoandi, derh hu, Soudardet, ha dan nep ho cundu, voda reſpunt anez, goad evit goad; varnoch en em diſcargont.

Conta réont dech victeatie genért a bell, mes a e'hut voar nen deus qurt quemeret eur guer, eur Bourg, eur Villagen, n'en déo couſſer meur a villrr Deus ho tud, Ne reont fore, pet a ve jazet, Beté mo devo athant; var Brs ho pué e canoint hoes ſonnro a driomplr, eo quèrt ha ms arsn ha familio Beuér en ho daillo, hac eur hano generel en oll rouenteles.

Sellrr an dud ſé quen inſolant, gant o fromeſſéo caër da brreo Deus driſcnas dalr'lirt; e maint var an renſoirio daſtumer ganr poan ho querenr, hec ar houz dimes o oll ſilr en avrs o zoulagi och-hunan; e meïnt rn lorch hec eo bombans, guiſquet carroch evit rouané, hec o tuél paor ſo en miſer hac en diéoès.

Ni e'r e'hontrel, dimes hen peura, pn Dens hoant da zigaç a névé, en ho touez, ar Bonheur ho pos dragurnt. Henoret neuſé gant an oll, ho Soudardet voa ho gulr ſouten, oa ganrbarrens nemeit evit al lezen hac ar juſtiç. Ho msdo, ho repos, ho zud, hac ho Bué a voa en affrianç. Ni na houlennomp quen, hac evit ſé memes e cambarromp.

O peet ſonch, ſoudardrr, Deus an deïo evurus en peir, pa errusch en oo herrio, éve ar joa en doulagat hac en caloo an oll. Ar bobl pehinr a zifennach, ho carrie evel e vignoner, ha pephiora Barnagé guenech e grein caloo, ar repas en devoa preparet evitno hec e famill. Hirrne pa erruet, an drſtidiguès, ar ſpoat hac an eſton ous o ceclet, ar vugale, ar grosgue, an dud vras memes o réhel dirazoch, evel dirac ol loënet goe, na réont hr quet dech da entent n'ho cöelont mui oemerr evel inſtrumancho vil ha dangéruis, digaçet dré goler doné, à beorn o zirantet, do glahart ha do drſtruja.

Piou en Deus ho chanchet quer hoan eo laeron, en ferhaner, en Bourévien? Petra gleſcont hi ta, an dud-malëurus ſé, peré na réont van evit ho caſs dar maro? Evit on renta quer cruel eo o'h andret, ma ma mr en on lùni, e vaſſeroor hep truë ar Ré a guémeront vsinomp. Piou eo Deus roet dez ar pouar do èommandr, pouar, dré vettu pehinr e puniſſont alres he'tee ho ſanmançho mad? Deo oemers och och-hunan.

Na ſerviget pallocir dez da voureven, pa ne houlennont nemert ho coad e h'inî an dud honeſt; Reſpont a reet, dirac daué ha dirac an dud, dimes er hrimo a réont dech da gamettr. Deut en on hoſte ds lacad var drôn e dad, hon roué faer ha légrom Nac a e'hloer en Deus gonéer evit biquen an armé courajus a rentas da héri pévarer e gurunen, en diſper den dud revallrt a glaſiq, evrl ar Re man, diſtruja ar Rouanteles? Péguco cari, peguen rouebaar e vo gueler eur Prinç yaouanq, diſrnoer gear e zoudardet valiant ha courajus, ho reteo Deus ho dorn ar gurunen, raviſſer dézan gant an impiére pelléer Deus ar monſtre infernal en Deus ho trompler, ha diſener der Bed oll, goudé pemp Slavez à zraeurs, ac'hlahar, hac e grmo verrtet heas an hano a zoudardet a Franç.

Ar Généralet hac ar Cheffs dimes an Armé Catholiq ha Royal a vreiz.

A ZISCLERI.

Art. I. An oll diſpoſitiono dimes ar broclaration gréet ar huech var-nuguent a viz gouere, a ve executer heivè o h'oll rigi eur.

Art. II. Ar muntrou grert vai Sujedou fidel ar Roué a lace c'heonomp, i o diſpet. Demp ds obrr do zud rvel ma reant d'hon re na raionrp pelloch a Briſonnieren.

Aot III. An oll Généralet, Officèrien, Soudardet, pe goardou national, an oll védècinet, chirugianes a'hroal an armèo, hac ar Re all implijet enne, pere a garo partagi guenemp an henoi da laaad var a dro hon rouè legitim, ha da chaſſeal ao'uſu patoral, a vo continuet er pás, en dignita, ér gomandamant, an implich, èt fonction, èr Beamant, en apoentamant ho devoa en troupou républicain; hac nuſpen ho devo en gratification, tri miz apoentaman a peamant, hep réſervation ébed.

Aot IV. An oll Billagannou, Bourghiou, querrou, plaçou e vrèzel, peraer-mor, péré, quaet ma toſtai an armanu, a ſtago ech-hunan ar pavillun royal, hat en em lacaí en etartien em diſan, ho dévo drezé memes, ar pardon général, hac oll habitantet, ar Gomandantet, ar etat-major, an oll offiaerien a vrézel, ha civil, a vo conſervet en ho phlaçou an hano ar Roue; ar vrainſon an dévo eur recompanç, da lavaret eo, ar Soudardet a armé, aur Blavez Deus o'phai, hac an officerien en eatg, hueeh miz Deus o h'apoentmanchon. Ei memes feçon e vo réiet al liſtre a linen, fregadinier, hac an oll batimanerou a rato evelié

Art. V. An officerian pè ſous-officerien a zeuſo d'hon armé gant an hantea, pé ouſpen, Deus an dud a gomandont, ho dévo an récompanç eur blavez Deus o h'apoentamaot, ha dalchet eo comi daz ha d'ho zud, Deus o c'hazea aquipach, armou, qiri, hac inſtrumanchou a viézel. Quément all a vo great da gueiliès particulier a zeuſ gant e armou hac e vagajou.

Aot. VI. An oll Généralat, Officerien, Soudardet, &c peré no devoa quet cāet hous en occaſion da Dec hal a indan ho ziraotet, ha péré, forcet dré ar en conſtançau da varcha a anap damp, o devo ar Gouiach, quant, pé en pad ar Gombat, da dréi o harmo e enap da enamiat ar ial gan hac ar roué, hac a eſpergno dré eoo, en eur boniffan an dud fall, goad ar guir Franeizien, a receve eo recompanç, da c'houi eo, ar ſoudart e armé, Daou vlavez pai, hac an officerien, eur Blavez apoentamant. Hia pa veo great ar pauch, e devo e phai, hac e h'apoentamant en penſion e retrait,

Aot. VII. Ar hiniá campaign a rato ar Ra Deus a heré é comzei en ariel diagueot, gant an armé Catholiq ha Royal, a dalvèo da bep hini a nez huaah blavez Servich, evit avançamart dan oll recompanaçou, panſionou, hac henoriou deſtinat dan dud a erezel. Coniat veo dez pévai Blavez Servich a guicheo an dé quenia ma voïnt ar ruel an armé, pé mo dèvo acquitet ar e honditionou meiqet ar Broclamation-má, eo quément ha ma ſel-loot anez, peb hini hetva e gaig hac e implich.

Gaet ha deliret er c'honſeil an nguent e viz Eoſt 1794, *an ıil Elevez Deus o Ren* LOUIS XVII.

(Sinet)

Le Cte J de Puisaye, Gen en Chef Le Mqs dela Boraneraie Le Ch le Tinteniac, Mre de Camp Le Bon de Cormatin, Mre de Camp, & Maj Gen Burnier de Villiers, Mar de Camp, & Off de Morbihan Le Ch de Sitz, Col Off de Morb. Berthois, Le Col Off de la Van. Le Chev de Chantereau, Aide Maj Gen Off de la Van La Chev de Solilien, id. Jarry, Lt Col Off de la Ver Carquerat, id Frebitier, Off de la Van Duperaat, id Le Roy, Col Barthelot, Maj Off de la Ven. & de Morb Tinseau, Off d'Ile & Vilaine Broca Ho Moelin Thon id Le Chev de Berri Le Col Off d'Ile & Vil De Jourtel, Maj Particulier Cte Off Dil. & Vil. Gerenard, Off de la Ver Berrhard, Com Cie de la Ven De la Haye, Off des Cotes du Nord Guillemot, Off du Morb Le Chev de Boiscuy Lt Col d'Ile & Vil De Boiscuy id Le Chev de Kaniac d'Ile & Vil Poirat, Off de la Van Le Chev de Tinteniac, Chav de St Loui Farra, Off de la Ven. Le Telle Off du Morb. Flauis, Off des Cotes du Nord Mercier, Off. du Morb Mauvif, Off des Cotes du N. La Chau de Berthabot, Maj id. De Lantivi Off de Morb Du Retrait, id De St Regent, id De Tinteniac, Sous-Aide-Maj Gen Off d'Ile & Vil Le Levre, Off du Morb Duiit, Off de la Manche & de la Ven Roiigneul, Off d'Ile & Vil. d'Arfeuilleau id Pinabor, id Gueait, Boitton, id Magarai, id. Olcaon, Off. des Côtes du Nord. Le Chev de Banaz, Off d'Ile & Vil. De la Foray, id.

Goerz ar Royalisted hac an Armé Catholiq.
Var Deu Honn Marseill. Aux Armes . . . . Allons enfants . . . .

Breiz̃onet fidel ha courajus,
Deut dan haul, ha n'a cundon
A oaep dan tigret furius
A lacq ar glahar en an bro:
Arretomp o c'hlevé criminel
Trempet en gouë an innocent,
Funsomp an duberregant
A gurré an lucad da vevel.
Dar gombat, mignonet, poent eo Dimp, avançomp,
Doué, eun doué é unan a gombat evidomp (Bis)

Pégnen coupabl vé an negligeanç
P'an Deus gallour den' em disenn,
Gouë an tuë quër a c'houlen vengeanç
Ar goal fé 'goellé varnon penn:
Servi omp douç, servi an cruel,
Dré ma omp lach, ha Deur courach
Crésqn ez bendé a h'arrach,
An c'hanor so just, eur salud assuré
Dar gombat, mignonet, &c. (Bis)

O Dauarn ruyet gant ar maintoun,
Ha trempet en gouë an douë,
En Deur dilezet an eriton
Astaqet memes an douë,
Dré oll o Deur pillet ha tazet
An tuë, an tadou, an mamou,
Redet am dré o raëon
Gouë ar Brudeur ha Deur massacret.
Dar gombat, mignonet, &c. (Bis)

Gallet o atsalon disprisabl,
Spouta réour out an guëlet,
Crenâ ra e c'halonen coupabl
Ber mantrer so ténic meurbet;
Ha falch, ha ferrat, hac ha tranchoer,
En défaut a armen Brillent
A lacaï o goad enfolant
Da servijour da demi do parcen.
Dar gombat, mignonet, &c. (Bis)

Doué just, ha leun a Bussanç;
Ni o soppli, deut don scouac,
En e c'hano an Deus espérang
Da gunfound an malvestadeg
Combatri récmp gant asserang
Pa gombattomp avit ha cloar,
Merzérenn pé ar victoar
Ne houllomp quen evit recompanç
Dar gombat, mignonet poent eo dimp, avançomp
Doué, eun doué a unan a gombat evidomp (Bis)

Digitized by Google

Goerz ar Royalisted hac an Armé Catholiq.
Var Don Himn Marseill: Aux Armes . . . . Allons enfants . . . .

Bretonet fidel ha courajus,
Deut dan heul, ha n'e gendur
A crep dan ugreu furius
A lacq ar glahaz en on bro;
Arretomp o c'hlevé criminel
Trempet en goad an ronoçant,
Punissomp an dra-arrogant
A garre an lacad da revel.
Dar gombat, mignonet, poent eo Dimp, avançomp,
Doué, eun doué é unan a gombas eviomp. (Bis)

Pégueu coupabl vé on ergueanç
P'on Deus gallonaden' en distro,
Goad an tad quéza c'houlen vengeanç
Ar goad fé goellé vaon peno a
Survet omp douç, furvet intercel,
Dré ma omp lach, ho Deus courach
Crefqut ta bandé a b'arrach,
Ou a'hano so juft, ear-[illegible]-ahual,
Dar gombat, migonat, &c. (Bis)

O Daoutru cuyet gant ar muntrou,
Ha trompet en goad en roué,
En Deus disanjet an eternou
Attaquet memet en doué,
Dré oll o Deus pellet ha lazet
On mad, an tadou, an mamou,
Bedoc ara dre o ruinou
Goad ar Breudeur ha Deus mallaret.
Dar gombat, mignonet, &c. (Bis)

Gellet a armeou dispetabl,
Sponta téomp ous on guélet,
Crenâ ra a c'hulenou coupabl
Eut mantrer so stoile meurbet;
Ho falch, ho ferrou, hac ho roncheou,
En défaut a armeu Brillant
A lacaï o goad infolant
Da servijout da demo do parcou.
Dar gombat, mignonet, &c. (Bis)

Doué jufl, ha leun a Puiffanç,
Ni o fappé, deus dor ficon,
En o c'hano an Deus aſperanç
Da gonfonn an ennemiz;
Combattl zéomp gant aſſurañç
Pa gombattomp evit ha aloar,
Marzérem pé an victoar
Na houllomp quen evit recompanç
Dar gombat, mignonet, poent eo dimp, avançomp
Doué, eun doué a unan a gombat eviomp. (Bis)

Goerz ar Royalisted hac an Armé Catholiq.
Var Don Himn Marseill: Aux Armes . . . . Allons enfants . . . .

Breiz̃onez fidel ha zouzugn,
Deut dam heul, ha m'a cundu
A zarp dan tigred furiuz
A lacq ar glahuz en o hras;
Arretomp o c'hlevé crummet
Trempet en goad an innoçanz,
Punissomp an dud-arrogant
A gasé an lacad da vervel.
Var gombat, mignonet, poent eo Dimp, avançomp,
Doué, eun doué é-unan a gomblat avidomp. (Bis)

Pégunan coupabl vé on negligranç
P'on Deus gallout den' em difenn,
Goad on tud quér a c'houlen vengeanç
Ar goad sé 'gleiñ var ar penn:
Survui omp douç, furvui int cruel,
Dré ma omp lach, ha Deus coutch
Cresiqui ra bemdé ar b'arrach,
On c'haus so just, our brin é-séul:
Var gombat, mignonet, &c. (Bis)

O Dansarn ruyat gant ar muntrus,
Ha trempet en goad on roué,
En Deuz distrujet an ifernn
Attaquet memes an douë,
Dré oll o Deus pillet ha lazet
On tud, ez tadou, an mamou,
Redet ara dré ar ruïnn
Goad ar Breudeur ha Deus maffacret.
Var gombat, mignonet, &c. (Bis)

Gellet o armeur difprifabl,
Sponto réont nan na guélet,
Creuh ra o c'halonéu coupabl
Eur munerer fi ainic meurbet;
Ha falch, ha ferrou, hac ha tramboz,
En défaut a armeu Brillant,
A lacaï o goad infolant
Da ferviji ar demz ar parcuz.
Var gombat, mignonet, &c. (Bis)

Doué just, ha leun a Buiffanç,
Ni a fuppli, deut dan ficour,
En a c'haus an Deus eſperanç
Da gonfanci an adversitez;
Combatu réomp gant affurança
Pa gombattomp ant ha clouar,
Merzérenn pe ar victoar
Ni houllomp quen eur recompenç
Var gombat, mignonet, poent an dimp, avançomp
Doué, eun doué e unan a gombat avidomp. (Bis)

Digitized by Google

Goerz ar Royalisted hac an Armé Catholiq.
Var Don Himn Marsellès: Aux Armes . . . . Allons enfants . . . .

Breiz̃onet fidel ha courajus,
Deut dam heul, ha n'o cundüor
A neep dan tigret furiur
A lacq ar glahuz en on hoq;
Arretomp o c'hlevé grisonet
Tremper en goad an ranoçanz,
Punissomp an diabarogant
A garré en lacad da vervel.
Dar gombat, mignonet, poent eo Dimp, avançomp,
Doué, tun doué é-unan a gombat evidomp. (Bis)

Pégunn coupabl vé an negligeanç
P'on Deus gallout den' an difenn,
Goad en tud quér a c'houlenn vengeanç
Ar goad fé 'goellé var an preiz;
Sarvus omp douç, farvus int cruel,
Dré ma omp lach, ha Deus courach
Cresqus ra hemdé e h'arrach,
On c'hane so just, our brisé sival.
Dar gombat, mignonet, &c. (Bis)

O Daouarn ruyat gant ar muntrou,
Ha tremper an goad-an-sané,
En Deur süi vjet eo ntarnu
Anaquet memes an doué,
Dré oli'n Deus pillet ha lazet
Oa red, an tadou, an mamou,
Redne ara dré e ruïou
Goad ar Brendeur ha Deus massacret.
Dar gombat, mignonet, &c. (Bis)

Sellet e armésou dispriabl,
Sponta réont out an guélet,
Creuh ra o c'halonéu coupabl
Eur munurer so abuic meurbet;
Ha falch, ha ferrier, hac ha tramboug,
En défaut a armeu Brillant,
A lacaï o goad roblant
Di servijout da dena do parcou.
Dar gombat, mignonet, &c. (Bis)

Doué just, ha leon a Buissanç
Nr a sappli, dout don sicour,
En e c'hano en Dam espérang
Da guinhoni an ennemiz;
Combatn récomp gant assurang
Pa gombatremp evit ho cloar,
Merzérenet pé ar victoar
Ne houllomp queu ave récompanç
Dar gombat, mignonet, poent eo dimp, avançomp
Doué, eun doué a unan a gombat evidomp. (Bis)

Digitized by Google

Goerz ar Royalisted hac an Armé Catholiq.
Var Don Himn Marseill: Aux Armes . . . . Allons enfants . . . .

Breiz̃onet fidel ha courajus,
Deut dam heul, ha m'e rundus
A cump dan tigret furius
A lacc ar glahu en an bro;
Arretomp o c'hlevé criminel
Trempet en goad an innocent,
Punissomp an dud arrogant
A gurré an lecad da revré.
Dar gombat, mignonet, pocet ço Dimp, avançomp,
Deuit, eun daré é unan e gombat evidomp. (Bis)

Pégnen coupabl vé on negligeanç
P'on Deus galvout den' en difenn,
Goad on tud quéi a c'houlcu vengeanç
Ar goad sé 'göellé var an peon:
Surtout omp douç, surtout int cruel,
Dré ma omp lach, ho Deut courach
Crésqui ra bendé a b'arrach,
On t'haun so just, eur Sabaot d'ober.
Dar gombat, mignonet, &c. (Bis)

O Dangarn ruyet gant ar munitur,
Hu trempet en goad an roué,
En Deus diffrujet an ifernou
Attaquet memes an douë,
Dré oll e Deus pillet ha lazet
On tud, an rëon, an manoir,
Redet am dré e ruïne
Goad ar Breudeur ha Deus massacret,
Dar gombat, mignonet, &c. (Bis)

Gellet e armëon difrisabl,
Spount réout ous an énèl,
Crenâ ra e balonou coupabl
Eur munurer fu affric meurbet;
Ho falch, ho fernus, hac ho tremchenn,
En défaut a armon Brillant
A lacaï e goad isolant
Da servijout da dem da pardon.
Dar gombat, mignonet, &c. (Bis)

Doué just, ha leun e fuissanç,
Ni e suppli, deut doc secour,
En a c'hano on Deus esperanç
Da gonfonn an adversitez;
Combatomp rimp gant assuranç
Pa gombattomp evit ho hano,
Merzerent pe ar victoir
Ne houllomp quen evit recompanç
Dar gombat, mignonet, pemt co dimp, avançomp
Doué, eun daré e unan e gombat evidomp. (Bis)